

# Sevel ur skipailh

## Sevel ur skipailh kempouez ha diouzh al lezenn

Hervez an doare aozadur eo ar rener pe an ozer a zibab ar vuhezourien. Mat eo sevel ur skipailh kempouez pa vez tu : paotred ha merc'hed, tud skiant-prenet ganto ha deraouidi. Ne vez ket anat atav dreist-holl pa'z eus diouer a baotred e bed ar buheziñ. Hervez al lezenn e ranker kaout d'an nebeutañ :

- 1 buhezour evit 8 bugel (pa vez degemeret bugale dindan 6 vloaz)
- 1 buhezour evit 12 bugel (pa vezont ouzhpenn 6 vloaz).

Stankoc'h e vezont peurliesañ er c'hreizennoù brezhonek : ur buhezour evit 6 pe 7 bugel well-wazh. 50 % eus ar vuhezourien d'an nebeutañ a rank bezañ stummet (DABU klok pe diplomoù kevatal, s.o. p.50). 20 % d'ar muiañ a c'hello bezañ hep stummadur ebet. 50 % d'ar muiañ a vo stajidi DABU. Ar feurioù-se ne dalvezont ket evit ar vuhezourien ouzhpenn. Ne gont ket ar rener en niver-se (nemet en ur greizenn dudi nebeutoc'h eget 80 bugel enni).

Da skouer : ur c'hamp gant 24 bugel 6-9 bloaz. Daou vuhezour a ranker kaout d'an nebeutañ : an hini kentañ vo an DABU klok gantañ diouzh ret, an eil vo an DABU klok gantañ pe stajiad DABU. Ma vez tutaet buhezourien ouzhpenn n'eo ket ret dezho bezañ stummet.

## Tuta buhezourien

Kinnig labour skignet dre bostel : *“Klask zo war daou pe div vuhezour(ez) evit ur c'hamp dindan deltennoù. Amañ stag e kavoc'h ar raktres. Ma'z oc'h dedennet gantañ, kasit ul lizher emginnig + ur CV a-benn ar 15 a viz Mae. Barregezh : DABU klok pe stajiad DABU, anavezout an natur, keginañ, kanañ, ijin, startijenn. Gopr : tro 25 € naet dre zevezh. Deiziadoù : etre ar Sul 9 (mintin) hag ar Sadorn 22 a viz Gouere (goude merenn) + un devezh prientiñ e miz Mezheven.”*

Er skolioù-meur, e lise Diwan, er c'hreizennoù titouriñ, war rouedad UBAPAR e c'heller skignañ seurt kinnigoù labour.

## Barregezh arbennik

Unan eus izili ar skipailh zo dleet dezhañ sammañ atebegezh ar skoazeller yec'hed. Obererezhioù zo a c'houl tud arbennik evit kas anezho, da skouer : mont da gouronkañ, kanoe-kaiak, krapañ, bale er menezioù... Muioch a ditouroù war : [www.jpa.asso.fr/f/juridique/textesrecen.html](http://www.jpa.asso.fr/f/juridique/textesrecen.html)

# ROLJ ar rener

## Kenurzhiañ, aozañ, merañ, priziañ

Sede kargoù pennañ ar rener. Hemañ eo a sikour ar skipailh da berc'hennañ ar raktresoù desevel ha pedagogel, da lâret eo kompren ar palioù hag ijinañ doareoù da dizhout anezho. Ober a ra kinnigoù war ar bedagogiezh hag ar buheziñ, diskoachañ hag implijout barregezh pep hini, reiñ alioù, broudañ an dud da lâret o soñj ha da zisplegañ o dibaboù, diskoulmañ ar c'hudennoù.

## Hag ar rener a c'hell bezañ buhezour ivez ?

Testeni ur rener : *“C'hoant em boa da gemer perzh en obererezhioù gant ar vugale peogwir e plij din ha peogwir e kave din e oa ret din disammañ ar vuhezourien. Padal, pa oa dav din mont da brenañ traoù, aozañ ar fardañ boued ha me oar, e oan en em gavet meur a wech hep bezañ prientet ar pezh em boa lâret e rafen, ha lakaet diaes ar skipailh. Kaozeet hor boa eus se gant ar skipailh hag en em lakaet akord war ar fed e vefe gwelloc'h din chom hep sammañ prantadoù buheziñ ma-unan, nemet sikour pa oa ezhomm, ha buan e oa aet an traoù war wellaat.”*

Ouzhpenn un doare zo da ren. Bezañ ur rener buhezour, dalc'hmat gant ar vugale, met o tilezel e labour renerezh, pe bezañ ur rener klozet en e vurev a-hed an deiz ha n'anavez ket ar vugale ha na oar ket penaos e labour e skipailh : ur c'hempouez zo da gavout. Frouezhus e vez evit ar rener kemer perzh en obererezhioù o sellet hepken, hep buheziñ hag hep sevel e vouezh. Goude, da vare an emvod, e c'hell komz eus ar pezh en deus gwelet ha bevet.

## Penaos priziañ e labour rener ?

N'eo ket aes d'ar renerien priziañ o labour. Alies ne vez ket an ozer war al lec'h ha ne oar ket resis penaos e labour ar rener daoust dezhañ sinañ follenn ar prantad arnodiañ. Traoù a c'hell bezañ graet memes tra evit priziañ ha klask gwellaat e doare ren : goulenn soñj ar skipailh da-geñver gwir brantadoù priziañ kaset gant ar vuhezourien (evel ma vez graet evito), sevel ur “raktres rener” e-lec'h ma vo displeget palioù ar rener ha dezverkoù fetis d'o friziañ. Kement-se zo talvoudus d'ar stajidi DARE kenkoulz ha d'ar renerien gozh.

